

13

Bro Frans enne he zristidigez  
 Ouzoc'h a zell gant fizianz,  
 Ar Frans zo ho roantelez,  
 C'hui a zo he esperanz.

14

'Vit hor bro ni deu d'ho pedi  
 O Mari, hor chelaouit,  
 Ar peoc'h a nevez roit d'ezhi  
 O Mari he zikourit.

15

O Itron Varia Gledenn  
 Hed hor bue beillit varnomp  
 Ha dreist pep tra var hon tremen  
 Mam dous, pedit evidomp.

---

Quimper, 8 Août 1892.

Imprimatur :

A. SERRE, vic. cap.

# KANTIK

da


## Itron Varia Gleden

1

Pardonnerien, deut da Gleden  
 Da henori ar Verc'hez  
 Kinnigomp d'ezhi hor peden  
 Ha kanomp oll assamblez.

DISKAN

*O Itron Varia Gleden  
 Benniget ho pugale  
 Deus an Envou deut d'hon difen  
 D'hor sikour e pep mare.*



2

Gout a rit, hor Mam benniget,  
 Eo bras hor sempladurez,  
 Nemet ganoc'h vemp skoazellet,  
 Koueza sur raimp aliez.

3

An ifern dre dud kounaret  
A ra brezel domp bemde,  
Biken gante na vimp trec'het  
Ma vezit deus hor c'hoste.

4

Deut 'ta gant o torn galloudus  
D'hon harpa ha d'hon difen,  
Evit ma vimp krenv ha nerzus  
Enep hon enebourien.

5

Kant ha kant guech pelerinet  
'Vit ho c'horf hag ho ene,  
O veza d'oc'h en em voestlet,  
Ho deus kavet ar pare.

6

Kement den a zo e glac'har,  
Ni ho ped, Guerc'hez Vari  
Var ar mor pe var an douar,  
Deut buan d'her c'honsoli.

7

Ar soudard jaouank pa velfed  
O vouela pell deus he vro  
Astennit ho torn benniget  
Da zec'ha d'han he zaelo.

8

D'ar c'hlanvour kez var e vele  
Dalc'hit, Mari, da c'houlen  
Gras ha sikour digant Doué  
Da herzel ouz he anken.

9

Ha d'ar bec'herien kaledet  
Grasou ar gonversion,  
D'hor c'herent ha d'hor mignonet  
Roit dalc'h mad protection.

10

Grit ivez, hor Mamm benniget  
Eur zell leun a garante  
Ouz an dud a zo dibabet  
D'hon encha a berz Doue.

11

'Vit hon Tad santel, Mam dener  
Ni ginnig d'oc'h hor peden ;  
Beillit varnan e peb amzer ;  
Trec'hit he enebourien.

12

Diganec'h c'houlennomp ive  
'Vit Keren ha mignonet,  
Er purkator pell deuz Doue,  
A boan e ven tennet.